




# LANGUE BRETONNE

*Les aides de la Région pour  
apprendre / se former / travailler*





# La langue bretonne constitue aujourd'hui un atout qui permet d'enrichir ses pratiques professionnelles et offre de véritables opportunités d'emploi, notamment dans les métiers de l'enseignement.

Se former à la langue bretonne, c'est simple ! Vous êtes brittophone confirmé-e ou débutant-e, vous souhaitez exercer une profession en breton, et par exemple accéder aux métiers de l'enseignement bilingue ? Il existe de nombreuses solutions pour vous initier et continuer de vous former tout au long de la vie.

Grâce à ce dépliant, identifiez votre propre parcours de formation et accédez aux informations relatives aux aides régionales qui vous correspondent (modalités, conditions de recevabilité, calendrier...) en suivant les liens Internet dédiés.



La Région Bretagne est présente, à chaque étape de votre projet, pour vous accompagner et vous proposer des aides adaptées. Elle s'appuie sur des structures de formation, réparties de manière équilibrée sur le

territoire et qui vous accueillent partout en région Bretagne et en Loire-Atlantique.



*« Au-delà de l'enrichissement culturel, la pratique de la langue bretonne offre aujourd'hui de réelles opportunités professionnelles. En accompagnant les apprenant-e-s tout au long de leur parcours de formation, la Région participe à la transmission de ce formidable patrimoine linguistique. »*

Loïc CHESNAÏS-GIRARD,  
Président du Conseil régional de Bretagne

## CONTACT

**Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du sport**  
Service des langues de Bretagne  
02 99 27 10 83 | [desk-skoazell@bretagne.bzh](mailto:desk-skoazell@bretagne.bzh)

## CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE


283 avenue du Général Patton - CS 21101 - 35 711 Rennes cedex 7  
Tél. : 02 99 27 10 10 | [twitter.com/regionbretagne](https://twitter.com/regionbretagne) | [www.bretagne.bzh](http://www.bretagne.bzh)





# BREZHONEG

*Skoaziadoù ar Rannvro  
evit deskiñ / bezañ stummet / labourat*





# Hiziv an deiz ez eo emsav ar brezhoneg rak gantañ e c'haller deskiñ traoù evit e vicher ha kavout labour evit gwir, e micherioù an deskadurezh da skouer.

Aes eo deskiñ brezhoneg ! Ur brezhoneger pe ur vrezhonegez arroutet oc'h, pe o teskiñ ar yezh emaoch ; fellout a ra deoc'h ober ur vicher e brezhoneg ha, da skouer, mont war micherioù an deskadurezh divyezhek ? Kalz a zoareoù zo da lakaat ac'hanoc'h da zeskiñ ha da zerc'hel da stummañ ac'hanoc'h a-hed ho puhez.

Gant ar blegfollenn-mañ e kavoc'h ho hentad stummañ deoc'h hag e c'halloc'h gouzout diouzh ar sikourioù a c'hall bezañ roet deoc'h gant ar Rannvro (doareoù, penaos bezañ degemeret, deiziadur...). Trawalc'h eo ober gant al liammoù Internet.

Aze emañ Rannvro Breizh, e pep prantad eus ho mennad, evit sikour ac'hanoc'h ha kinnig deoc'h sikourioù diouzhoc'h. Harpañ a ra-hi ouzh frammoù stummañ, ingalet er vro a-bezh, hag a zegemer ac'hanoc'h e pep lec'h e rannvro Breizh hag el Liger-Atlantel.



« Ouzhpenn deskiñ traoù evidoc'h hoc'h-unan, e c'hallit kavout labour da vat gant ar brezhoneg. Pa sikour ar re a zesk hed-ha-hed o hentad stummañ, e kemer perzh ar Rannvro e deskadurezh ar glad yezhel espar-se. »

Loïc CHESNAÏS-GIRARD,  
Prezidant Kuzul-rannvro Breizh

DAREMPRED

**Renerezh an deskadurezh, yezhoù Breizh hag ar sport**

Servij yezhoù breizh

02 99 27 10 83 | [desk-skoazell@bretagne.bzh](mailto:desk-skoazell@bretagne.bzh)

KUZUL-RANNVRO BREIZH

283 bali ar Jeneral Patton - CS 21101 - 35711 Roazhon Cedex 7  
Pgz : 02 99 27 10 10 | [twitter.com/regionbretagne](https://twitter.com/regionbretagne) | [www.bretagne.bzh](http://www.bretagne.bzh)

Miz Ebrel 2018 - Savet gant : Renerezh an darempredoù gant ar geodedourien/Rannvro Breizh



# APPRENDRE / SE FORMER / TRAVAILLER en langue bretonne

## DESKIÑ / BEZAÑ STUMMET / LABOURAT e brezhoneg

### Je suis

salarié-e ou fonctionnaire en congé de formation, fonctionnaire en disponibilité,  
demandeur-euse d'emploi, étudiant-e, dans une autre situation...

### Me zo

ur goprad pe ur c'hopradez, ur c'hargiad pe ur gargiadez gant un ehan stummañ pe  
e-maez a garg, me zo o klask labour, war ma studi, pe en ur blegenn all...

LES AIDES DE LA RÉGION  
.....  
SKOAZIADOÙ AR RANNVRO



PRISE EN CHARGE  
DES FRAIS PÉDAGOGIQUES  
pour les fonctionnaires en disponibilité  
et les demandeur-euse-s d'emploi  
(renseignements auprès des centres de formation)

PAEÑ AR MIZOÙ PEDAGOGEL  
evit ar gargidi e-maez a garg  
hag an dud a zo o klask labour  
(gouzout hiroc'h er c'hreizzennoù-stummañ)

DESK PETITE ENFANCE  
.....  
DESK BUGALIGOÙ  
bretagne.bzh/desk.petite.enfance

DESK ENSEIGNEMENT  
.....  
DESK KELENN  
bretagne.bzh/desk.enseignement

SKOAZELL  
bretagne.bzh/skoazell

**Je ne parle  
pas breton**  
.....  
**Ne gomzan ket  
brezhoneg**



**Je parle  
déjà breton**  
.....  
**Komz a ran  
brezhoneg dija**



FORMATION  
INTENSIVE  
.....  
STUMMADUR  
STANK-HA-STANK  
bretagne.bzh/  
formation.breton

DCL  
Diplôme de compétence  
en langue bretonne  
.....  
DBY  
Diplom barregezh war  
ar yezh e brezhoneg  
bretagne.bzh/dcl

LICENCE  
de breton  
.....  
AOTREEGEZH  
vrezhoneg

MASTER 1  
enseignement  
bilingue  
.....  
MASTER 1  
deskadurezh  
divyezhek

CONCOURS  
de l'enseignement  
bilingue  
.....  
KENSTRIVADEG  
an deskadurezh  
divyezhek

MÉTIER  
DE LA PETITE  
ENFANCE  
.....  
MICHARIOÙ  
EVIT AR  
VUGALIGOÙ

AUTRES MÉTIERS  
médias, entreprises,  
associations...  
.....  
MICHARIOÙ ALL  
mediaoù,  
embregerezhioù,  
kevredigezhioù...

MÉTIER  
DE  
L'ENSEIGNEMENT  
.....  
MICHARIOÙ AN  
DESKADUREZH

MASTER 2  
enseignement  
bilingue  
.....  
MASTER 2  
deskadurezh  
divyezhek

Conditions de recevabilité, modalités, calendriers... : **suivez les URL vers les pages web dédiées.**

Penaos bezañ degemeret, modelezhoù, deiziadurioù... : **grit gant al liammoù war-zu ar pajennoù gouestlet da gement-se.**